

Pegoulz e vo ?

- Eus an 20 betek an 28 a viz Mae 2022
- Noz ha deiz, ehan ebet,

Pelec'h e vo ?

- Hentad 2022 km,
- Eus Gwitreg betek Gwened
- 340 kumun e Breizh (5 departamant).

Kemer perzh er Redadeg :

- Dizoloñ Breizh en ur mod all
- **Un doare simpl ha lennus da lakaat war-wel an embregerzhioù o deus kemeret perzh en o ekoreizhiad lec'hel**
- Kemer perzh e energiezh vevedel ar bed ekonomikel, sokial, kevredigezhel ha yezhel e Breizh,
- Diskouez diorren an tiriad evel pont stagañ ur vuhez lec'hel leun a startijenn ganti

La Redadeg, c'est quand ?

- Du 20 au 28 Mai 2022
- De jour comme de nuit sans interruption

La Redadeg, c'est où ?

- Sur 2022 km
- De Vitré à Vannes
- Sur plus de 340 communes de la Bretagne (Bretagne à 5 départements)

Participer à la Redadeg c'est :

- Découvrir la Bretagne autrement,
- **Permettre une lisibilité simple et inédite de l'engagement des entreprises, vis-à-vis de leur écosystème local,**
- Témoigner de l'énergie vitale du tissu économique, social et culturel, associatif et linguistique de la Bretagne,
- Manifester ses appartenances à un territoire, à une société pleine de vie.



Bezañ Mesen : etregwerediñ gant an endro sokial ha sevenadurel

Devenir mécène : interagir avec son environnement social et culturel

REDADDEG 2022

Eus an 20 betek an 28 a viz Mae



AR REDADEG A ZO UR MARE FROMUS BEVET A-STROLL, UR GOUEL A CHOM MERKET E EÑVORENNOÙ AN DUD !

Ur gouel a-dreuz Breizh eo hag a vod an dud noz-ha-deiz, hep ehan rak arouez vev treuzkas ar brezhoneg eo, a rummad da rummad, a vro da vro, ur yezh yac'h, oberiant ha gant startijenn.

Un darvoud bras eo. Evit skoazellañ raktresoù evit ar brezhoneg e vez gwerzhet ar c'hilometradoù d'an dougerien.

Dasparzhet e vez ar gounid etre raktresoù nevez ha liesseurt dibabet bep bloaz ha bepred evit skoazellañ ar yezh er gevredigezh a-vremañ, ar c'helenn pe ar mediaoù, implij ar yezh er vuhez foran, reiñ tu d'ar vrezhonegerien d'ober gant o yezh...

Un taol kaer evit ar blijadur. Redek a ra an holl evit diskouez eo tomm o c'halon ouzh ar yezh, evit klevout brezhoneg ha kaozeal anezhañ.

LA REDADEG DÉFEND LE PRINCIPE « BREZHONEG HA PLIJADUR » ! « LANGUE BRETONNE ET PLAISIR » !

La course de relais pour la langue bretonne : un passage du témoin qui symbolise le partage et la transmission de la langue bretonne entre les générations km après km.

Un évènement festif et populaire en Bretagne, vecteur de création artistique et culturelle contemporain, ouvert à tous les amoureux de la Bretagne, qui se veut à la fois sportif et culturel.

Un moment de fête, de partage et d'amitié à vivre ensemble, une occasion de montrer sa fierté d'être breton

Une opportunité de contribuer au financement de projets qui feront progresser l'usage de la langue bretonne en Bretagne

EVIT ARC'HANTAOUIÑ RAKTRESOÙ E BREZHONEG E VEZ GWERZHET KMOÙ DA REDEK

Redadeg 2022 e sifroù	772 000 € roet en-dro abaoe 2008
1 redadeg noz ha deiz	2008 - 600 km - Naoned/Karaez - 50 000 €
9 devezh :	2010 - 1 200 km - Roazhon/Pondi - 93 000 €
20-28 a viz Mae 2022	2012 - 1 500 km - Brest/Douarnenez - 121 000 €
2022 km : Gwitreg - Gwened	2014 - 1 500 km - Montroulez/Groñvel - 125 000 €
dre 340 kumun	2016 - 1 700 km - Sant-Ervlan/Lokoal-Mendon - 124 000 €
5 departamant e-barzh ar jeu	2018 - 1 800 km - Kemper/Plougerne - 134 000 €
	2020-1 - 2020 km - Karaez/Gwengamp - 125 000 €

POUR SOUTENIR DES PROJETS EN BRETON NOUS FAISONS FINANCER LES KM DE LA COURSE

Redadeg 2022 en chiffres	772 000 € redistribués depuis 2008
1 course relais jour et nuit	2008 - 600 km - Nantes/Carhaix - 50 000 €
9 jours :	2010 - 1 200 km - Rennes/Pontivy - 93 000 €
du 20 au 28 mai 2022	2012 - 1 500 km - Brest/Douarnenez - 121 000 €
2022 km de Vitré à Vannes	2014 - 1 500 km - Morlaix/Glommel - 125 000 €
340 communes traversées	2016 - 1 700 km - Saint-Herblain/Locoal-Mendon - 124 000 €
5 départements engagés	2018 - 1 800 km - Quimper/Plouguerneau - 134 000 €
	2020-1 - 2020 km - Carhaix-Guingamp - 125 000 €

BEZAÑ MESEN : ETREGWEREDIÑ GANT AN ENDRIO SOKIAL HA SEVENADUREL

Raktres mesenerezh : 1 500 € - Kinnig a reomp deoc'h :

Skeudenniñ hoc'h embregerezh en ur lakaat hoc'h anv ha ho logo war-wel :

- war banel ar c'hilometr + kemenadenn ouzh ar mikro e-pad ar Redadeg ha klub ar vesened
- war Internet : roll ar brenerien + pajenn ar gevelerien + liamm war ho lec'hienn, rouedadoù sokial
- war hon dafar brudañ : skritelloù, pleg-dibleg, kazetenn "Redadeg" (20 000 sk), moger ar gevelerien
- didennadur kemedel hervez al lezennadurezh e talvoud.

Raktres mesenerezh : 5 000 € - Kinnig a reomp deoc'h :

- eskemmoù ar raktres 1 500 €
- ho logo war pajenn-degemer hor lec'hienn internet
- ho logo e-unan : war banelloù ar Redadeg war an hentad

DEVENIR MÉCÈNE : INTERAGIR AVEC SON ENVIRONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL

Pour un projet de mécénat de 1 500 € - Nous vous proposons :

La mise en valeur de votre entreprise par la diffusion de votre nom et logo :

- sur le panneau km + annonce micro sur la course et une participation au club de mécènes
- sur Internet : liste des acheteurs + page des partenaires + lien vers votre site, réseaux sociaux
- sur nos publications : affiches, flyers, magazine spécial Redadeg (20 000 ex), mur des partenaires
- une déduction fiscale selon la législation en vigueur.

Pour un projet de mécénat d'environ 5 000 € - Nous vous proposons :

- les contreparties du projet à 1 500 €,
- votre logo en emplacement privilégié en page d'accueil du site internet,
- votre logo seul : sur les panneaux de la course à chaque km du parcours

Eskemmoù all hervez ho raktres, ho talvoudoù, ho c'hoantoù.

Tifenn SIRET - Karget a gehentiñ

tifenn@ar-redadeg.bzh / 06 61 06 62 15 / www.ar-redadeg.bzh

Possibilité d'autres contreparties selon votre projet, vos valeurs et vos besoins.

Tifenn SIRET - chargée de communication

tifenn@ar-redadeg.bzh / 06 61 06 62 15 / www.ar-redadeg.bzh